

Live unan	Niveau 1 (Memrise)
<i>a bep seurt</i>	un peu de tout, toutes sortes de
<i>abadenn</i>	séance, émission
<i>abalamour da / blam da</i>	à cause de
<i>abalamour ma / blam ma</i>	parce que
<i>abaoe</i>	depuis
<i>abardæez</i>	fin d'après-midi, soir (avant la nuit)
<i>a-benn</i>	pour, en prévision de
<i>a-bezh</i>	(en) entier
<i>a-bouez</i>	important
<i>abred</i>	tôt
<i>ac'hann</i>	d'ici
<i>ac'hanoc'h</i>	de vous, vous
<i>ac'hanomp</i>	de nous, nous
<i>ac'hanon</i>	de moi, me
<i>ac'hanout</i>	de toi, te
<i>ac'hanta !</i>	eh bien !
<i>adc'hraet</i>	refait
<i>adkempenn</i>	(ré)arranger, restaurer, remettre en ordre
<i>adlavaret</i>	redire, répéter
<i>adober (adc'hra)</i>	refaire
<i>a-dreñv</i>	derrière

Memor war Verr Dermen	Mémoire à Court Terme (MCT)
<i>adtapout</i>	rattraper
<i>adverenn</i>	goûter, quatre-heures, collation
<i>aer</i>	air
<i>aerborzh</i>	aéroport
<i>aes</i>	facile
<i>a-feson</i>	convenable, (tout à fait) comme il faut
<i>a-greiz-holl</i>	tout à coup, soudainement
<i>a-greiz-tout</i>	soudainement, tout à coup
<i>a-hed</i>	le long (de)
<i>ahont</i>	là-bas
<i>Alan</i>	Alain
<i>alc'hwez</i>	clé
<i>alese</i>	de là
<i>alïes</i>	souvent
<i>aliezik</i>	assez souvent, plutôt souvent
<i>all</i>	autre
<i>alo ?</i>	allo ?
<i>amañ</i>	ici
<i>amann</i>	beurre
<i>Eñvor</i>	<u>Mémoire</u>

Live daou	Niveau 2
<i>amezeg</i>	voisin
<i>amzer</i>	temps
<i>an eil hag egile</i>	l'un et l'autre
<i>an hini a</i>	celui / celle qui
<i>an hini na</i>	celui / celle qui ne
<i>anaoudegezh</i>	connaissance
<i>anat</i>	évident
<i>anat da</i>	bien évidemment, cela va de soi
<i>anavezout</i>	connaître
<i>anezhañ</i>	de lui, le
<i>anezhi</i>	d'elle, la
<i>anezho</i>	d'eux, d'elles, les
<i>ankouaat</i>	oublier
<i>Anna</i>	Anne
<i>anv</i>	nom
<i>aon</i>	peur
<i>aonik</i>	peureux
<i>aotrou</i>	monsieur
<i>aour</i>	or
<i>apotiker</i>	pharmacien
<i>ar maeziou</i>	la campagne

Pennrann-verb el liv gwer	Base verbale en vert
<i>ar pep</i>	ce qu'il y a de plus...
<i>ar pezh (a)</i>	ce qui, ce que
<i>ar re vras</i>	les grands / grandes
<i>arabat</i>	il ne faut pas
<i>a-raok</i>	avant (de)
<i>a-raok na</i>	avant que (ne)
<i>arc'hant</i>	argent
<i>archer</i>	gendarme
<i>arrebeuri</i>	meubles
<i>artichaod</i>	artichauts
<i>arzour</i>	artiste
<i>asambles</i>	ensemble
<i>asjed</i>	assiette
<i>asiedad</i>	assiettée
<i>atav</i>	toujours
<i>aval</i>	pomme
<i>avat, 'vat</i>	cependant, mais
<i>avel</i>	vent
<i>a-viskoazh</i>	depuis toujours

Live tri	Niveau 3
<i>a-vremañ</i>	d'aujourd'hui, contemporain, actuel
<i>a-walc'h</i>	assez
<i>a-wechoù</i>	parfois, quelquefois
<i>aze</i>	là
<i>azen</i>	âne
<i>azezañ</i>	s'asseoir
<i>bag</i>	bateau
<i>bag-dre-lien</i>	voilier
<i>bageal</i>	faire du bateau
<i>bale</i>	(se) promener, marcher
<i>bale bro</i>	voir du pays
<i>banne</i>	coup (à boire)
<i>bannoù-tresed</i>	bandes dessinées
<i>bara</i>	pain
<i>barrek</i>	capable, compétent, expert
<i>bazailhat</i>	bailler
<i>beaj</i>	voyage
<i>beajiñ</i>	voyager
<i>bec'h</i>	fardeau, lourde charge, stress, difficultés
<i>bec'h de'i</i>	allons-y ! au boulot !
<i>bed</i>	monde

<i>beg</i>	bord, extrémité, pointe
<i>bemdezh</i>	tous les jours
<i>bennak</i>	quelque, quelconque
<i>benveg</i>	appareil, instrument
<i>bep</i>	chaque
<i>bepred</i>	toujours
<i>bern</i>	tas
<i>berniad</i>	contenu d'un tas
<i>bernout</i>	importer (être important)
<i>berr</i>	court
<i>bet</i>	été, eu
<i>betek</i>	jusque, jusqu'à
<i>beure</i>	matin
<i>beurevezh</i>	matinée
<i>beuzet</i>	noyé, submergé
<i>bev</i>	vivant, en vie
<i>bevañ</i>	vivre
<i>bez'</i>	forme abrégée de <i>bezañ</i>
<i>bezañ</i>	être, avoir (<i>auxiliaire</i>)

Live pevar	Niveau 4
<i>bezañ e-sell da</i>	avoir l'intention de
<i>bezañ gant</i>	avoir avec soi
<i>bezañ lakaet diaes</i>	être gêné
<i>bezañ o paouez</i>	venir de (faire)
<i>bezañ o vont da</i>	aller (faire)
<i>bezañ sot gant</i>	raffoler de, être fana de
<i>bier</i>	bière
<i>bihan</i>	petit
<i>bihanañ</i>	tout du moins, au moins
<i>biken</i>	jamais
<i>bilhed</i>	billet
<i>ober biloù</i>	se faire de la bile, s'en faire
<i>binioù</i>	binou, cornemuse
<i>Bisig</i>	Minet (<i>nom de chat</i>)
<i>biskoazh</i>	jamais (<i>au passé</i>)
<i>biskoazh kemend-all !</i>	c'est incroyable ! c'est inouï !
<i>biz</i>	doigt
<i>bleiz</i>	loup
<i>bleud</i>	farine
<i>bleunioù</i>	fleurs
<i>blev / blev !</i>	cheveux, poils / rien !

<i>bloavezh</i>	année (entière)
<i>bloaz</i>	an, année
<i>bloaz 'zo</i>	il y a un an
<i>boaz</i>	habitude
<i>bolotenn</i>	balle (<i>à jouer</i>)
<i>bombard</i>	bombarde (<i>instrument de musique</i>)
<i>botez</i>	chaussure
<i>chom boud</i>	tomber en panne
<i>boued</i>	nourriture
<i>bourc'h</i>	bourg
<i>bourzh</i>	bord (<i>bateau</i>)
<i>boutailh</i>	bouteille
<i>bouton</i>	bouton
<i>bragoù</i>	pantalon
<i>bras</i>	grand
<i>brav</i>	joli, beau
<i>Breizh</i>	Bretagne
<i>Breizh-Uhel</i>	Haute-Bretagne
<i>Breizh-Izel</i>	Basse-Bretagne

Live pemp	Niveau 5
<i>bremaik</i>	tout à l'heure
<i>bremañ</i>	maintenant
<i>Brest</i>	Brest
<i>Breton</i>	Breton
<i>breur</i>	frère
<i>brevet</i>	fichu, hors d'état
<i>breviñ</i>	écraser, broyer
<i>brezel</i>	guerre
<i>brezhoneg</i>	langue bretonne
<i>bro</i>	pays
<i>broustañ</i>	brosser
<i>broust-dent</i>	brosse à dents
<i>brud</i>	renom, réputation
<i>brudet</i>	réputé, célèbre, fameux
<i>buan</i>	vite
<i>bugel</i>	enfant
<i>buhez</i>	vie
<i>buoc'h, saout</i>	vache, vaches
<i>bus</i>	bus
<i>butun</i>	tabac
<i>butunat</i>	fumer (<i>tabac</i>)

<i>c'hoant</i>	envie
<i>c'hoar</i>	sœur
<i>c'hoari</i>	jeu / jouer
<i>c'hoariva</i>	théâtre, arène de jeu
<i>c'hoarvezout</i>	survenir, arriver
<i>c'hoarzhin</i>	rire
<i>c'hoazh</i>	encore
<i>c'hwec'h</i>	six (6)
<i>C'hwevrer</i>	Février
<i>c'hwezh</i>	odeur
<i>c'hwi</i>	vous
<i>c'hwitout / c'hwitañ war</i>	rater
<i>chadenn</i>	chaîne
<i>chañs</i>	chance
<i>chañs vat !</i>	bonne chance !
<i>chaous !</i>	zut !
<i>ki, chas</i>	chien, chiens
<i>che !</i>	fi ! mon dieu !
<i>cheñch</i>	changer

Live c'hwec'h	Niveau 6
<i>chistr / sistr</i>	cidre
<i>choaz</i>	choix / choisir
<i>chokolad</i>	chocolat
<i>chom</i>	rester, demeurer
<i>chomlec'h</i>	adresse
<i>chouchenn</i>	hydromel
<i>chug-frouezh</i>	jus de fruit
<i>chupenn</i>	veste
<i>chutenn</i>	biberon
<i>da gentañ</i>	en premier
<i>da ziwezhañ</i>	en dernier
<i>da lavaret eo</i>	c'est-à-dire
<i>da skouer</i>	par exemple
<i>dal</i>	tiens
<i>dalit</i>	tenez, prenez
<i>dalc'h</i>	tenue, retenue, soutien
<i>dalc'hmat</i>	toujours, sans cesse
<i>dañjerus</i>	dangereux
<i>dañs</i>	danse
<i>dañs fisel</i>	danse fisel (<i>levés très rapides des pieds</i>)
<i>dañs plin</i>	danse plin (<i>pieds à plat</i>)

<i>dañs tro</i>	danse tro (<i>en rond</i>)
<i>dañsal</i>	danser
<i>dant, dent</i>	dent, dents
<i>dañvad, deñved</i>	mouton, moutons
<i>daonet</i>	damné, satané
<i>daou</i>	deux (2)
<i>daou c'hant</i>	deux cents (200)
<i>daouarn</i>	(paire de) mains
<i>daoulagad</i>	(paire d')yeux
<i>daoust</i>	est-ce que, je me demande
<i>daoust ma</i>	bien que
<i>darbet eo da unan bennak</i>	quelqu'un a failli (+ <i>inf.</i>)
<i>darn</i>	partie, certains
<i>dastum</i>	ramasser, recueillir
<i>dav</i>	il est nécessaire / préférable
<i>debriñ</i>	manger
<i>dec'h</i>	hier
<i>dec'h da noz</i>	hier soir
<i>degemer</i>	accueil

Live seizh	Niveau 7
<i>degemer mat !</i>	bienvenue !
<i>dehou</i>	droite
<i>deiz</i>	jour
<i>dek</i>	dix (10)
<i>delc'her (dalc'h)</i>	tenir
<i>delc'her e grog</i>	s'accrocher, tenir bon
<i>delc'her soñj</i>	se souvenir, retenir
<i>demat</i>	bonjour
<i>den, tud</i>	personne, personnes
<i>deoc'h</i>	à vous
<i>deomp</i>	allons
<i>derv</i>	chênes (<i>coll.</i>)
<i>deskiñ</i>	apprendre (à)
<i>deus !</i>	viens !
<i>devezh</i>	journée
<i>dezhañ</i>	à lui
<i>dezhi</i>	à elle
<i>dezho</i>	à eux / elles
<i>djaes</i>	difficile
<i>dibab</i>	choisir, sélectionner
<i>dibenn-sizhun</i>	week-end

<i>djenn-skorn</i>	crème glacée
<i>difenn</i>	défendre
<i>digant</i>	de (<i>séparation, provenance</i>)
<i>digarez</i>	excuse, prétexte, occasion
<i>digareziñ</i>	excuser, s'excuser
<i>digeriñ (digor)</i>	ouvrir
<i>digor</i>	ouvert
<i>digoumoul</i>	sans nuages
<i>digresk</i>	diminution, baisse
<i>dihun</i>	éveillé
<i>dihuniñ</i>	réveiller
<i>dija</i>	déjà
<i>dilabour</i>	chômage
<i>dilhad</i>	vêtements, habits
<i>dilun</i>	lundi
<i>dimerc'her</i>	mercredi
<i>dimeurzh</i>	mardi
<i>dimezell</i>	demoiselle
<i>dimeziñ</i>	(se) marier

Live eizh	Niveau 8
<i>dimp</i>	à nous
<i>din</i>	à moi
<i>din / dit da c'houzout</i>	à ce que je / tu sache(s)
<i>dindan</i>	sous
<i>diouto</i>	d'eux / d'elles, d'entre eux / d'entre elles
<i>diouzh</i>	de (<i>séparation, provenance</i>)
<i>diouzhtu</i>	tout de suite
<i>dirak</i>	devant
<i>diriaou</i>	jeudi
<i>disadorn</i>	samedi
<i>diskaramzer</i>	automne
<i>diskenn</i>	descendre
<i>diskouez</i>	montrer
<i>diskuizh</i>	repos
<i>disliv</i>	délavé
<i>disoursi</i>	sans-souci, insouciant
<i>dispak</i>	dévoilé, découvert, étalé
<i>dispakañ</i>	(se) découvrir, se montrer (<i>soleil</i>)
<i>dispar</i>	formidable
<i>dispign</i>	dépenser
<i>displegañ</i>	expliquer

<i>displijout</i>	déplaire
<i>distreiñ (distro)</i>	revenir, retourner
<i>distro</i>	revenu, de retour / retour
<i>distrujañ</i>	détruire
<i>disul</i>	dimanche
<i>dit</i>	à toi
<i>div</i>	deux (<i>fém.</i>)
<i>divalav</i>	laid
<i>divjod</i>	(<i>paire de</i>) joues
<i>divskouarn</i>	(<i>paire d'</i>)oreilles
<i>diwall</i>	faire attention, prendre garde, protéger
<i>diwar</i>	de, de dessus, au sujet de, d'après
<i>diwar ar maez</i>	de la campagne
<i>diwar-benn</i>	à propos de, au sujet de
<i>diwezhañ</i>	dernier
<i>diwezhat</i>	tard
<i>diwezhatoc'hik</i>	un petit peu plus tard
<i>diwiskañ</i>	dévêtir, ôter (vêtement), (se) déshabiller
<i>dizale</i>	bientôt

Live nav	Niveau 9
<i>dizoleiñ (dizolo)</i>	découvrir
<i>doare</i>	manière, façon, genre
<i>domino</i>	domino
<i>don</i>	profond, creux
<i>dont (deu)</i>	venir
<i>dont gant</i>	se débrouiller, s'en sortir
<i>dont brav gant</i>	bien se débrouiller, bien s'en sortir
<i>dont a-benn da</i>	venir à bout de, réussir à
<i>dont da soñj da</i>	se rappeler, se souvenir, revenir à l'esprit
<i>dont da vezañ</i>	devenir
<i>dont e-barzh</i>	entrer / se sortir (d'une mauvaise situation)
<i>dont gant</i>	exprimer (mots), interpréter (chant)
<i>doñv</i>	domestique
<i>dor, an nor</i>	porte, la porte
<i>dorn</i>	main
<i>dornad</i>	poignée (quantité)
<i>douar</i>	terre
<i>Doue</i>	Dieu
<i>ma Doue !</i>	mon Dieu !
<i>dour</i>	eau
<i>dous</i>	doux

<i>dousik</i>	doucement
<i>drailhañ</i>	déchirer
<i>drant</i>	gai
<i>dre</i>	par
<i>dre-gant</i>	pour cent
<i>dregantad</i>	pourcentage
<i>dre-holl</i>	partout
<i>dreist</i>	supérieur, super !
<i>dreist-holl</i>	surtout
<i>dreset</i>	réparé
<i>droug</i>	mal, maladie, dégât
<i>droug 'zo e Yann</i>	Yann est en colère
<i>du</i>	noir
<i>du-hont</i>	là-bas (au loin)
<i>du-mañ</i>	chez moi, chez nous, par ici
<i>du-se</i>	chez toi, chez vous, par là-bas
<i>e pep lec'h</i>	partout
<i>e-barzh</i>	dedans
<i>eben</i>	l'autre

Live dek	Niveau 10
<i>eb<u>e</u>t</i>	aucun
<i>Ebrel</i>	avril
<i>echu</i>	terminé, fini
<i>echuiñ</i>	terminer, finir
<i>edaj</i>	céréales
<i>ed-du</i>	sarrazin, blé noir
<i>eg<u>e</u>t</i>	que (<i>comparaison</i>)
<i>egile</i>	l'autre
<i>e-giz</i>	de la façon de, comme
<i>egor</i>	espace
<i>eil</i>	deuxième, second
<i>eizh</i>	huit (8)
<i>eizhtez</i>	huit jours
<i>e-kichen</i>	à côté (de)
<i>e-kreiz</i>	au milieu (de)
<i>emb<u>e</u>rr</i>	bientôt, ce soir (<i>avant la nuit</i>)
<i>emichañs</i>	espérons-le, c'est à espérer
<i>eñ</i>	il, lui
<i>en dro-mañ</i>	cette fois-ci
<i>en em gavout gant</i>	rencontrer
<i>en em zibab</i>	se débrouiller

<i>en ur</i>	tout en (+ <i>inf.</i>)
<i>enaouiñ</i>	(s')allumer
<i>enderv</i>	(début d')après-midi
<i>en-dro</i>	de nouveau
<i>enez, inizi</i>	île, îles
<i>enklask</i>	enquête
<i>enno</i>	en eux
<i>eno</i>	y (<i>sans mouvement</i>), là-bas
<i>enrollañ</i>	enregistrer
<i>eo</i>	si (<i>affirmatif</i>)
<i>eo 'vat !</i>	mais bien sûr que si !
<i>eontr</i>	oncle
<i>Eost</i>	août
<i>e-pad</i>	pendant, durant
<i>er bloaz a zeu</i>	l'an prochain
<i>er-maez</i>	dehors
<i>erru</i>	arrivé
<i>erruout</i>	arriver
<i>Erwann</i>	Yves

Live unnek	Niveau 11
<i>esa</i>	essayer
<i>esañs</i>	essence
<i>eston</i>	étonnant
<i>eta</i>	donc
<i>e-touez</i>	parmi
<i>etre</i>	entre
<i>etrezek</i>	vers
<i>eur</i>	heure
<i>eured</i>	cérémonie de mariage, noce
<i>euro</i>	euro
<i>eüruzamant</i>	heureusement
<i>eus</i>	de (<i>origine</i>)
<i>eus ar c'hentañ</i>	excellent, fort bien
<i>Eusa</i>	Ouessant
<i>evañ</i>	boire
<i>evel</i>	comme
<i>evel boaz</i>	comme d'habitude
<i>eveldoc'h</i>	comme vous
<i>evel-henn</i>	comme ceci
<i>evel-just</i>	bien sûr
<i>evel-se</i>	comme cela

<i>evidoc'h</i>	pour vous
<i>evidomp</i>	pour nous
<i>evidout</i>	pour toi
<i>evit, 'vit</i>	pour / que (<i>comparatif</i>)
<i>evit c'hoazh</i>	pour le moment
<i>evit gwir</i>	pour de vrai
<i>eviti</i>	pour elle
<i>evito</i>	pour eux / elles
<i>ez</i>	dans ton / ta / tes (<i>e + da</i>)
<i>ezhomm</i>	besoin
<i>fae eo gantañ ober</i>	il en a marre de faire
<i>fall</i>	mauvais, mal
<i>familh</i>	famille
<i>Fañch</i>	François
<i>farsal</i>	plaisanter
<i>farz</i>	far
<i>fazjañ</i>	se tromper
<i>fellout da</i>	vouloir
<i>ma fell dezhañ</i>	s'il veut

Live daouzeg	Niveau 12
<i>fenoz</i>	ce soir (<i>au futur</i>)
<i>fantus</i>	amusant
<i>fest-noz</i>	fest-noz, soirée, fête populaire de nuit
<i>feurmiñ</i>	louer (<i>donner ou prendre en location</i>)
<i>film</i>	film
<i>fin</i>	fin, terme
<i>foeter-bro</i>	vagabond, routard, bourlingueur
<i>forzh</i>	force, beaucoup de, très
<i>n'eus forzh</i>	qu'importe, n'importe
<i>n'eus forzh penaos</i>	n'importe comment
<i>forzh pegement</i>	n'importe combien, sans compter
<i>fourchettez</i>	fourchette
<i>fresk</i>	frais
<i>Fridu</i>	Médor (<i>nom de chien</i>)
<i>frouezh</i>	fruit
<i>fur</i>	sage
<i>furchal</i>	fouiller
<i>galleg</i>	langue française
<i>gallout</i>	pouvoir
<i>ganeoc'h</i>	avec vous
<i>ganet</i>	né

<i>ganimp</i>	avec nous
<i>ganit</i>	avec toi
<i>gant</i>	avec
<i>gant ma</i>	pourvu que
<i>gantañ</i>	avec lui
<i>ganti</i>	avec elle
<i>ganto</i>	avec eux / elles
<i>gaou</i>	tort, mensonge, mal
<i>emañ ar gaou gantañ</i>	il a tort
<i>genaoueg</i>	idiot
<i>genel (gan)</i>	naître
<i>genoù</i>	bouche
<i>Genver</i>	janvier
<i>geot</i>	herbe (<i>coll.</i>)
<i>ger</i>	mot
<i>gevier</i>	mensonges
<i>giz</i>	mode, coutume
<i>a c'hiz kozh</i>	à l'ancienne mode
<i>glas</i>	bleu / vert (<i>naturel</i>)

Live trizek	Niveau 13
<i>glav</i>	pluie
<i>goañv</i>	hiver
<i>goap</i>	moquerie, tromperie
<i>godell</i>	poche
<i>golo</i>	couvercle, couverture, enveloppe
<i>goloet</i>	couvert, (re)couvert
<i>golo-lizher</i>	enveloppe (de lettre)
<i>gortoz</i>	attendre
<i>goude</i>	après
<i>gouel</i>	fête
<i>gouezet</i>	su, connu
<i>Gouere</i>	juillet
<i>goulaouenn</i>	source de lumière, cierge, chandelle
<i>goulenn</i>	demande, question
<i>gouloù, gouleier</i>	lumière, lumières
<i>gounit (gounez)</i>	gagner, cultiver (terre, plantes)
<i>gourdonat</i>	(s)'entraîner
<i>gouzoug</i>	cou
<i>gouzougenn</i>	col
<i>gouzout</i>	savoir, connaître, avoir appris (au courant)
<i>greomp</i>	faisons

<i>grilhet</i>	grillé
<i>gwalc'hiñ</i>	laver
<i>gwall</i>	bien, drôlement, redoutable
<i>gwashoc'h</i>	pire
<i>gwastell / gwastili</i>	gâteau, gâteaux
<i>gwaz</i>	homme, mari
<i>gwazh</i>	pire
<i>gwazh-a-se !</i>	tant pis !
<i>gwech</i>	fois
<i>gwech ebet</i>	jamais
<i>gwech ha gwech all</i>	de temps à autre
<i>gwechall</i>	autrefois
<i>gwechall-gozh</i>	il y a bien longtemps, jadis
<i>gwechoù 'zo</i>	des fois
<i>gwelout / gwelet</i>	voir
<i>gwellaat</i>	(s)'améliorer, rendre / devenir meilleur
<i>gwell-a-se</i>	tant mieux
<i>gwelloc'h</i>	mieux, meilleur
<i>gwelloc'h eo ganin</i>	je préfère

<i>Live pevarzek</i>	Niveau 14
<i>Gwener</i>	vendredi
<i>Gwengolo</i>	septembre
<i>gwenn</i>	blanc
<i>Gwennig</i>	Petite Blanche (<i>prénom</i>)
<i>gwenneg, gwenneien</i>	sou, sous
<i>Gwenn-ha-Du</i>	drapeau de la Bretagne
<i>Gwennole</i>	Guérolé (<i>prénom</i>)
<i>gwer</i>	vert (<i>artificiel</i>)
<i>gwerenn</i>	verre (<i>à boire</i>)
<i>gwerz</i>	complainte traditionnelle bretonne
<i>gwerzhañ</i>	vendre
<i>gwerzher</i>	vendeur
<i>gwetur</i>	voiture
<i>gwez</i>	arbres (<i>coll.</i>)
<i>gwin</i>	vin
<i>gwinizh</i>	froment
<i>Gwipavaz</i>	Guipavas
<i>gwir</i>	vrai, véritable
<i>gwiskañ</i>	(s')habiller, (re)vêtir, mettre (<i>sur soi</i>)
<i>gwiz</i>	truie
<i>gwreg, gwragez</i>	épouse / épouses

<i>gwriat</i>	coudre
<i>ha / hag</i>	et, que (<i>comparatif</i>)
<i>ha me 'oar-me</i>	et que sais-je encore
<i>hag-eñ</i>	si (<i>interrogatif</i>)
<i>hañ !</i>	hein !
<i>hanter</i>	demi, moitié
<i>hanter-kant</i>	cinquante (50)
<i>hanternoz</i>	minuit
<i>hañv</i>	été
<i>harzet</i>	arrêté, empêché
<i>harzhal</i>	aboyer
<i>harz-labour</i>	grève (<i>mouvement social</i>)
<i>hastañ</i>	se hâter, se dépêcher
<i>he / hec'h</i>	son, sa, ses (<i>à elle</i>)
<i>hemañ</i>	celui-ci
<i>henañ</i>	aîné
<i>hennezh</i>	celui-là
<i>henozh</i>	ce soir (<i>à la nuit tombée</i>), cette nuit
<i>hent</i>	route, chemin

Live pemzek	Niveau 15
<i>hent-houarn</i>	chemin de fer
<i>heñvel</i>	pareil, de même
<i>heol</i>	soleil
<i>hep</i>	sans
<i>hepk<u>e</u>n</i>	seulement
<i>hepto</i>	sans eux
<i>Here</i>	octobre
<i>hervez</i>	à ce qu'il paraît, on dit
<i>heul</i>	suite, cortège, défilé
<i>heuliañ</i>	suivre
<i>hi</i>	elle
<i>hini</i>	celui, celle
<i>hir</i>	long
<i>hir-daonet</i>	interminable
<i>hiziv</i>	aujourd'hui
<i>ho / hoc'h</i>	votre, vos
<i>hoc'h-unan</i>	vous seul(e)(s)
<i>holl</i>	tout, toute, tous, toutes
<i>homañ</i>	celle-ci
<i>hon / hol / hor</i>	notre, nos
<i>honnezh</i>	celle-là

<i>an den-hont</i>	cet homme là-bas
<i>hopala !</i>	oh la la !
<i>hunvre</i>	rêve
<i>hunvreal e</i>	rêver de / à
<i>iliz</i>	église
<i>implijad, implijidi</i>	employé, employés
<i>int</i>	ils, elles, eux
<i>istor</i>	histoire
<i>itron, itronezed</i>	madame, mesdames
<i>ivez</i>	aussi / non plus
<i>lwerzhon</i>	Irlande
<i>izel</i>	bas
<i>Jakez</i>	Jacques (<i>prénom</i>)
<i>jentil</i>	gentil
<i>jeu</i>	situation, affaire, occupation, forme
<i>joa</i>	joie, amour
<i>Job</i>	Joseph (<i>prénom</i>)
<i>jod</i>	joue
<i>just</i>	juste

Live c'hwezek	Niveau 16
<i>just a-walc'h !</i>	justement !
<i>kabel-touseg, kebell-touseg</i>	champignon, champignons
<i>kabig</i>	kabig (<i>vêtement court avec capuche</i>)
<i>kador</i>	chaise
<i>kae</i>	va (<i>impératif</i>)
<i>kaer</i>	beau, très
<i>kaeroc'h 'zo !</i>	qui plus est !
<i>kafe</i>	café (<i>grain, boisson</i>)
<i>kaiak</i>	kayak
<i>Kallag</i>	Callac
<i>kalon</i>	cœur, courage
<i>kalonek</i>	courageux
<i>kalz</i>	beaucoup
<i>kamalad</i>	copain, camarade
<i>kambr</i>	chambre
<i>kanañ</i>	chanter
<i>kannañ</i>	battre / laver (<i>le linge</i>)
<i>kannerezh</i>	laverie
<i>kant</i>	cent (100)
<i>kaol-fleur</i>	choux-fleurs
<i>kaout</i>	avoir

<i>kaout joa ouzh ub</i>	aimer qqn
<i>kaoz</i>	conversation, parole
<i>kaozeal</i>	causer
<i>kaozeüs</i>	causant, communicatif, qui aime bien parler
<i>Karæz</i>	Carhaix
<i>karantez</i>	amour
<i>karavanenn</i>	caravane
<i>kard</i>	quart
<i>kardeur</i>	quart d'heure
<i>Karnag</i>	Carnac
<i>karout</i>	aimer
<i>ma karjen</i>	si j'avais su
<i>karr</i>	voiture, char, charrette
<i>karr-boutin, kirri-boutin</i>	autocar, autocars
<i>karrdi</i>	garage
<i>karr-nij, kirri-nij</i>	avion, avions
<i>karr-tan, kirri-tan</i>	voiture, voitures
<i>kartenn</i>	carte (<i>géographique</i>)
<i>kas</i>	prendre (<i>avec soi</i>), emporter, amener

Live seitek	Niveau 17
<i>kastell / kastilli</i>	château, châteaux
<i>katalog</i>	catalogue
<i>kav</i>	cave
<i>kavout</i>	trouver
<i>kazh, kizhier</i>	chat, chats
<i>kegin</i>	cuisine
<i>ober kegiñ</i>	faire la cuisine
<i>kelaouenn</i>	journal, revue
<i>kelenner</i>	professeur
<i>keloù, keleier</i>	nouvelle, nouvelles
<i>kemend-all</i>	autant
<i>kemenerez</i>	couturière
<i>kement</i>	tellement, autant
<i>kement-se</i>	autant, cela
<i>kemer</i>	prendre
<i>en em gemer</i>	se prendre
<i>kemmadur</i>	mutation
<i>kempenn</i>	bien tenu, bien entretenu
<i>ken</i>	plus (<i>négatif</i>), si, aussi, à (<i>dans le temps</i>)
<i>ken ker-se 'oa ?</i>	c'était aussi cher que cela ?
<i>ken emberr</i>	à ce soir (<i>avant la nuit</i>)

<i>kenañ</i>	vraiment, très, fort (<i>en apposition</i>)
<i>kenavo</i>	au revoir
<i>kendalc'h</i>	suite, conservation, persévérance, congrès
<i>kendalc'her (kendalc'h)</i>	continuer, poursuivre, persévérer
<i>kenderv, kendirvi</i>	cousin, cousins
<i>keniterv, kenitervezed</i>	cousine, cousines
<i>kennebeut</i>	non plus
<i>kentañ</i>	premier
<i>kentañ tro</i>	la prochaine fois
<i>ken tel</i>	leçon
<i>kentoc'h</i>	plutôt
<i>ker</i>	cher (<i>onéreux</i>), cher (<i>aimé</i>)
<i>kêr</i>	ville
<i>e kêr</i>	en ville
<i>er gêr</i>	à la maison (<i>sans mouvement</i>)
<i>d'ar gêr</i>	à la maison (<i>avec mouvement</i>)
<i>kerc'hat</i>	chercher (<i>sachant où trouver la chose</i>)
<i>kêriadenn</i>	village
<i>Kêr-Iz</i>	la Ville d'Is

Live triwec'h	Niveau 18
<i>kerzhout / kerzhet</i>	marcher
<i>Kerzu</i>	décembre
<i>ket</i>	pas (<i>négation</i>)
<i>keuz</i>	regret
<i>kezeg</i>	chevaux
<i>ki</i>	chien
<i>kignañ</i>	écorcher
<i>kilo</i>	kilo
<i>kilometr</i>	kilomètre
<i>kistin</i>	châtaigniers, châtaignes (<i>coll.</i>)
<i>kit</i>	allez (<i>impératif</i>)
<i>klakenniñ</i>	bavarder
<i>klañv</i>	malade
<i>klask</i>	chercher, tenter de
<i>kleiz</i>	gauche
<i>klemm</i>	(se) plaindre
<i>klevet</i>	entendre
<i>klouar</i>	tiède, doux
<i>kloz</i>	clos
<i>koad</i>	bois, forêt
<i>koan</i>	dîner

<i>koant</i>	mignon
<i>koaven</i>	crème
<i>koazez</i>	séant
<i>war e goazez</i>	sur son séant
<i>kof</i>	ventre
<i>kollet</i>	perdu
<i>kompren</i>	comprendre
<i>komz</i>	parler
<i>kont</i>	compte
<i>penaos emañ kont gant ?</i>	comment ça va avec ?
<i>kontañ</i>	raconter
<i>kontell, kontilli</i>	couteau, couteaux
<i>koñversant</i>	commerçant
<i>korn</i>	coin, angle, corne
<i>korn-boud</i>	cor à son grave, corne d'appel
<i>korn-bro</i>	région, terroir
<i>korrigan</i>	korrigan, lutin
<i>kouezhañ</i>	tomber
<i>kouign</i>	gâteau fourré

Live naontek	Niveau 19
<i>kouign-amann</i>	gâteau fourré au beurre
<i>koulskoude</i>	pourtant
<i>koulz</i>	autant
<i>koulz 'vo din</i>	je ferais aussi bien de
<i>koumoul</i>	nuages (<i>coll.</i>)
<i>kousket</i>	dormir
<i>koustañ</i>	coûter
<i>kozh</i>	vieux, ancien, sale, mauvais
<i>kozh kaoziou</i>	racontars
<i>krampouezh</i>	crêpes (<i>coll.</i>)
<i>kran</i>	distingué, chic, élégant
<i>krank, kranked</i>	crabe, crabes
<i>krec'h</i>	haut
<i>e krec'h</i>	en haut
<i>krediñ</i>	croire
<i>kregiñ (krog)</i>	commencer, saisir
<i>kregiñ e</i>	crocher dans
<i>kreisteiz</i>	midi
<i>krenn</i>	complètement, moyen
<i>kreñv</i>	fort
<i>kreskiñ</i>	grandir, pousser (<i>plantes</i>)

<i>kroc'hen</i>	peau
<i>krog da</i>	ayant commencé à
<i>krog</i>	prise
<i>krogad</i>	match, partie, confrontation
<i>krogenn, kregin</i>	coquille / coquillage, coquilles / coquillages
<i>kroget</i>	commencé, saisi
<i>kuitaat</i>	quitter, s'acquitter
<i>kuzhat</i>	cacher
<i>labour</i>	travail
<i>labourat</i>	travailler
<i>labour-douar</i>	agriculture
<i>labous, laboused</i>	oiseau, oiseaux
<i>laerezh</i>	voler (<i>dérober</i>)
<i>laez</i>	haut
<i>lagad</i>	œil
<i>lakaat</i>	mettre, faire faire, supposer
<i>lakaat e anv</i>	mettre son nom, s'inscrire
<i>laouen</i>	joyeux, content, volontiers
<i>lavaret / lâret</i>	dire

Live ugent	Niveau 20
<i>lazhañ</i>	tuer, éteindre
<i>lazher</i>	tueur
<i>lec'h</i>	lieu, endroit
<i>legumaj</i>	légumes
<i>lein</i>	petit-déjeuner, sommet, plafond
<i>lemm</i>	perçant
<i>Lena</i>	Hélène
<i>lenn</i>	lire
<i>lerc'h</i>	suite, trace
<i>letonenn</i>	pelouse
<i>leuniañ (leugn)</i>	remplir
<i>leur</i>	sol
<i>leve</i>	rente
<i>levr</i>	livre
<i>lezel</i>	laisser
<i>lidañ</i>	célébrer
<i>lĳen</i>	toile, voiles d'un navire
<i>lĳorzh</i>	jardin
<i>lip-e-bav</i>	régal
<i>lipous</i>	gourmand, (mets) délicat
<i>liv</i>	couleur, en couleur

<i>livañ</i>	peindre
<i>livour</i>	peintre (<i>artiste</i>)
<i>lizher, lizheroù</i>	lettre, lettres
<i>Lizhiri</i>	Lettres
<i>loa</i>	cuillère
<i>loar</i>	lune
<i>loen, loened</i>	animal, animaux
<i>logodenn, logod</i>	souris, souris (<i>coll.</i>)
<i>lonkañ</i>	avaler
<i>lous</i>	sale
<i>Lun</i>	lundi
<i>lunedoù</i>	lunettes
<i>lur</i>	franc (<i>monnaie</i>)
<i>'m eus aon</i>	je le crains
<i>ma !</i>	bon ! bien ! tant pis !
<i>ma Doue !</i>	mon Dieu !
<i>ma faotr !</i>	mon vieux !
<i>ma hini</i>	le mien, la mienne
<i>ma 'z eo mat ganeoc'h</i>	si cela vous convient

<i>Live unan warn-ugent</i>	Niveau 21
<i>mab, mibien</i>	fil, fils (<i>plur.</i>)
<i>mabig</i>	fiston
<i>madig</i>	bonbon
<i>Mae</i>	mai
<i>maen, mein</i>	Pierre, pierres
<i>maer</i>	maire
<i>maez</i>	campagne, dehors
<i>war ar maez</i>	à la campagne
<i>malizenn</i>	valise
<i>mamm</i>	mère
<i>mamm-gozh, mammoù-kozh</i>	grand-mère, grand-mères
<i>mañch</i>	manche
<i>maner</i>	manoir
<i>mann</i>	rien, zéro (0)
<i>mann ebet</i>	rien du tout
<i>mantell, mantilli</i>	manteau, manteaux
<i>maouez</i>	femme
<i>mar plij</i>	s'il vous / te plaît
<i>marc'h, kezeg</i>	cheval, chevaux
<i>war varc'h</i>	à cheval
<i>marc'had</i>	marché

<i>marc'had-mat</i>	bon marché
<i>marc'hadour</i>	marchand
<i>marc'h-houarn</i>	bicyclette, vélo
<i>mare</i>	époque, période
<i>Mari</i>	Marie
<i>marteze</i>	peut-être
<i>marteze a-walc'h</i>	peut-être bien
<i>martolod</i>	marin, matelot
<i>marv</i>	mort
<i>marvailhat</i>	papoter
<i>mat</i>	bon, bien
<i>ma-unan</i>	moi-même, moi-seul
<i>ma-unan-penn</i>	moi tout seul
<i>me 'laka !</i>	je suppose !
<i>me 'soñj !</i>	je pense bien !
<i>medisin</i>	médecin
<i>mein-glas</i>	ardoises
<i>mekanik</i>	machine
<i>melen</i>	jaune

<i>Live daou warn-ugent</i>	Niveau 22
<i>mell-droad</i>	football
<i>memes</i>	même
<i>memes tra !</i>	quand même !
<i>memor</i>	mémoire
<i>menez</i>	montagne
<i>memnad</i>	vœu
<i>merc'h</i>	filles (de qqn)
<i>Merc'her</i>	mercredi
<i>merenn</i>	déjeuner (repas de midi)
<i>merkañ</i>	marquer
<i>mesklenn, meskl</i>	moule, moules (coll.)
<i>met</i>	mais
<i>meur</i>	grand, majestueux
<i>meur a</i>	maint, plus d'un
<i>meur a hini</i>	plusieurs
<i>meurbet</i>	beaucoup, grandement, très
<i>Meurzh</i>	mardi, mars
<i>Mezheven</i>	juin
<i>micher</i>	métier
<i>mignon</i>	ami
<i>mik</i>	complètement, irrémédiablement

<i>miliad</i>	millier
<i>miljard</i>	milliard
<i>miljon</i>	million
<i>mintin</i>	matin
<i>miz</i>	mois
<i>a viz</i>	du mois de
<i>moarvat</i>	probablement, sûrement
<i>moereb</i>	tante
<i>mont</i>	aller
<i>mont a-benn</i>	aller de front dans, heurter, foncer dans
<i>mont en e goazez</i>	s'asseoir
<i>mont en-dro</i>	fonctionner
<i>mont kozh</i>	vieillir (arriver vieux)
<i>mont kuit</i>	s'en aller, partir
<i>mont war wellaat</i>	aller en s'améliorant
<i>mont war-raok</i>	avancer
<i>mont-dont</i>	aller-retour
<i>mor</i>	mer
<i>mor-bras</i>	mer ouverte, océan, grande marée

<i>Live tri warn-ugent</i>	Niveau 23
<i>mouzhat</i>	bouder
<i>Marc'h-houarn Treuz Bro</i>	Vélo Tout Terrain (MTB)
<i>ar muiañ</i>	le plus
<i>muioc'h</i>	plus (<i>davantage</i>)
<i>munut</i>	minute
<i>n'eus forzh penaos</i>	n'importe comment
<i>n'eus forzh petra</i>	n'importe quoi
<i>n'on ket evit redek buan</i>	je ne suis pas capable de courir vite
<i>naet</i>	propre
<i>Naig</i>	Annette
<i>nann</i>	non
<i>naon</i>	faim
<i>Naoned</i>	Nantes
<i>nav</i>	neuf (9)
<i>nay</i>	idiot
<i>nebeut</i>	peu
<i>nebeutoc'h</i>	moins
<i>nec'het</i>	inquiet
<i>Nedeleg</i>	Noël
<i>neketa ?</i>	n'est-ce pas ?
<i>nemet</i>	sauf, excepté, moins, que, rien que

<i>nerzh</i>	force
<i>dispign e nerzh</i>	se dépenser
<i>nerzh-kalon</i>	courage
<i>netra</i>	rien
<i>neuial</i>	nager
<i>neuze</i>	alors
<i>ne vern</i>	n'importe, qu'importe
<i>nevez</i>	neuf, nouveau
<i>nevez 'zo</i>	récemment
<i>nevezamzer</i>	printemps
<i>ni</i>	nous
<i>nijal</i>	voler en l'air
<i>niverenn</i>	numéro
<i>niz</i>	neveu
<i>nizez</i>	nièce
<i>noz</i>	nuit, soir (<i>tard</i>)
<i>da noz</i>	le soir, en soirée
<i>nozvezh</i>	nuit (<i>durée</i>)
<i>o vezañ ma</i>	étant donné que

<i>Live pevar warn-ugent</i>	Niveau 24
<i>oabl</i>	ciel (<i>physique</i>)
<i>ober (gra)</i>	faire
<i>ober goap</i>	se moquer
<i>ognonenn, ognon</i>	oignon, oignons (<i>coll.</i>)
<i>olimpek</i>	olympique
<i>ostaleri</i>	auberge, taverne, bar, bistrot
<i>ouzh</i>	contre, envers
<i>ouzhpenn</i>	en plus, en outre, plus de, plus que
<i>pa</i>	quand, si, puisque
<i>pa lavarin mat</i>	je veux dire, plus exactement
<i>padout</i>	durer
<i>Padrig</i>	Patrick
<i>paeanñ</i>	payer
<i>pajenn</i>	page
<i>pakad</i>	paquet
<i>pakañ</i>	attraper
<i>paotr !</i>	vieux !
<i>paotr, paotred</i>	gars / homme, gars / hommes
<i>paotr al lizheroù</i>	facteur
<i>paouez</i>	arrêter, cesser
<i>paouez da vutunat</i>	arrêter de fumer

<i>paouez gant un dra bennak</i>	cesser / arrêter quelque chose
<i>paourkaezh</i>	pauvre
<i>paper</i>	papier
<i>park, parkeier</i>	champ, champs
<i>Park an Arvorig</i>	Parc d'Armorique
<i>pas</i>	pas, non pas
<i>pas kement-se</i>	pas tant que ça
<i>Pask</i>	Pâques
<i>patatez</i>	patates, pommes de terre (<i>coll.</i>)
<i>pe</i>	ou bien, quel ?
<i>pe anv eo</i>	comment s'appelle-t-il ?
<i>peadra</i>	de quoi
<i>pebezh</i>	quel, quelle, quels, quelles
<i>peder</i>	quatre (4)
<i>pediñ</i>	inviter, prier
<i>pegañ</i>	coller
<i>pegeit</i>	combien (<i>temps, distance</i>)
<i>pegement</i>	combien (<i>quantité, prix</i>)
<i>pegen</i>	que ! combien !

<i>Live pemp warn-ugent</i>	Niveau 25
<i>pegoulz</i>	quand
<i>pehini</i>	lequel, laquelle
<i>pelec'h</i>	où
<i>pell</i>	loin, lointain, longtemps
<i>pell diouzh</i>	loin de
<i>pellgomz</i>	téléphoner
<i>pemoc'h, moc'h</i>	porc / cochon, porcs / cochons
<i>pemp</i>	cinq (5)
<i>pemzek</i>	quinze (15)
<i>pemzektez</i>	quinze jours
<i>penaos</i>	comment
<i>penn</i>	tête, bout
<i>pennad</i>	moment
<i>pennfolliñ</i>	(s')affoler
<i>penn-skañv</i>	tête en l'air
<i>peoc'h</i>	paix
<i>peoc'h !</i>	silence !
<i>reiñ peoc'h</i>	se taire
<i>peogwir</i>	puisque
<i>pep</i>	chaque
<i>pep a</i>	chacun

<i>pep lec'h</i>	partout
<i>pep tra</i>	tout, chaque chose
<i>perak</i>	pourquoi
<i>perē</i>	lesquels ? lesquelles ?
<i>Pêrig</i>	(<i>petit</i>) Pierre
<i>perukenner</i>	coiffeur
<i>perzh</i>	part (<i>rôle</i>)
<i>kemer perzh e</i>	prendre part à
<i>peseurt</i>	quelle sorte de ?
<i>pesk</i>	poisson
<i>pesked</i>	du poisson
<i>pesketa</i>	pêcher
<i>pet</i>	combien ?
<i>pet eur ?</i>	quelle heure ?
<i>pet vloaz ?</i>	quel âge ? combien d'années ?
<i>petra</i>	quoi, ce que, comment ?!
<i>peulvan</i>	pierre dressée, menhir
<i>pevar</i>	quatre (4)
<i>pezh</i>	pièce, morceau

Live c'hwec'h warn-ugent	Niveau 26
<i>pezh-c'hoari</i>	pièce de théâtre
<i>pillig</i>	poêle (à frire)
<i>pinvidik</i>	riche
<i>piv</i>	qui ?
<i>piz-bihan</i>	petits pois (coll.)
<i>plac'h, merc'hed</i>	filles / femmes, filles / femmes
<i>plad</i>	plat (vaisselle / terrain)
<i>pladad</i>	contenu d'un plat, platée
<i>pladenn</i>	disque
<i>plas</i>	place
<i>plasenn</i>	place (publique)
<i>pleg</i>	pli, virage
<i>plijadur</i>	plaisir
<i>plijout</i>	plaire, aimer
<i>plijus</i>	plaisant, agréable
<i>Ploulann</i>	Ploulann (nom de lieu)
<i>Plouneour</i>	Plouneour (nom de lieu)
<i>poan</i>	mal, douleur, peine
<i>poan-benn</i>	mal à la tête
<i>poazhat</i>	cuire
<i>pod-lastez</i>	poubelle

<i>poent</i>	point, moment précis
<i>poent eo</i>	il est temps de
<i>pok</i>	baiser, bise
<i>pokat da</i>	embrasser, donner un baiser à
<i>polis</i>	police, roman policier
<i>porzh</i>	cour
<i>porzh-mor</i>	port (de mer)
<i>postel</i>	courrier, courriel (e-mail)
<i>posupl</i>	possible
<i>pouez-mouezh</i>	accent
<i>pounner</i>	lourd
<i>pour</i>	poireaux (coll.)
<i>pourmen</i>	promener
<i>pred</i>	repas
<i>prenañ</i>	acheter
<i>prenestr</i>	fenêtre
<i>prennañ</i>	fermer à clé, verrouiller, fermer un vêtement
<i>prest</i>	prêt
<i>prestik</i>	très bientôt

<i>Live seizh warn-ugent</i>	Niveau 27
<i>prez</i>	empressement, hâte
<i>privezioù</i>	toilettes
<i>priz</i>	prix
<i>prunaoz</i>	pruneaux
<i>radjo</i>	radio
<i>rak</i>	car, devant, en face
<i>randdi</i>	appartement
<i>razo</i>	devant eux / elles, en face d'eux / d'elles
<i>re</i>	trop
<i>ar re</i>	ceux, celles
<i>re wir eo</i>	c'est <i>trop</i> vrai !
<i>re zo re</i>	trop c'est trop !
<i>reddek</i>	courir
<i>reiñ (ro)</i>	donner
<i>respont</i>	répondre
<i>resteuler (restaol)</i>	restituer, rembourser
<i>ret</i>	nécessaire
<i>rezin</i>	raisins
<i>riklañ</i>	glisser
<i>riv</i>	froid (<i>ressenti</i>)
<i>Roazhon</i>	Rennes

<i>roc'h, reier</i>	rocher, rochers
<i>roched</i>	chemise
<i>romant</i>	roman
<i>romant polis</i>	roman policier
<i>romantel</i>	romantique
<i>Ronan</i>	Ronan (<i>prénom</i>)
<i>ront</i>	rond
<i>rous</i>	roux, marron
<i>rouzañ</i>	bronzer
<i>rumm</i>	catégorie, groupe, série, classe, génération
<i>a rumm da rumm</i>	de génération en génération
<i>ruz</i>	rouge
<i>sac'h, seier</i>	sac, sacs
<i>Sadorn</i>	samedi
<i>sae</i>	robe
<i>sal</i>	salle (<i>pièce</i>)
<i>saladen</i>	salades (<i>coll.</i>)
<i>sal-degemer</i>	salle de séjour
<i>salud !</i>	salut !

Live eizh warn-ugent	Niveau 28
<i>saotrañ</i>	polluer
<i>saout</i>	vaches, bovins
<i>saozneg</i>	langue anglaise
<i>sardin</i>	sardine
<i>saver</i>	éleveur
<i>seblantout</i>	sembler
<i>war a seblant</i>	à ce qu'il semble, apparemment
<i>sec'h</i>	sec
<i>sec'hed</i>	soif
<i>seder</i>	serein
<i>seizh</i>	sept (7)
<i>sekretour</i>	secrétaire
<i>selaou</i>	écouter
<i>sell 'ta !</i>	tiens donc !
<i>sell 'ta piv ?</i>	qui voilà ?
<i>sellet ouzh</i>	regarder, observer, examiner, scruter
<i>serr</i>	fermé
<i>serriñ</i>	fermer
<i>servijout</i>	servir
<i>setu</i>	voilà, voici
<i>seurt</i>	sorte

<i>sevel (sav)</i>	lever, élever, construire
<i>sigaretenn</i>	cigarette
<i>sikour</i>	aider
<i>sinañ</i>	signer
<i>sinema</i>	cinéma
<i>sïoul</i>	tranquille
<i>sirijs</i>	sérieux
<i>sivi</i>	fraises (<i>coll.</i>)
<i>siwazh !</i>	hélas ! malheureusement !
<i>sizhun</i>	semaine
<i>sizhunvezh</i>	durée d'une semaine
<i>skalieroù</i>	escaliers
<i>skañv</i>	léger
<i>sked</i>	éclat, clarté
<i>ouzh sked al loar</i>	à la clarté de la lune
<i>skiant</i>	science
<i>skinwel</i>	télévision
<i>skipailh</i>	équipe
<i>sklaer</i>	clair

<i>Live nav warn-ugent</i>	Niveau 29
<i>skol</i>	école
<i>skolaerez</i>	institutrice
<i>skol-veur</i>	université
<i>skouarn</i>	oreille
<i>skouer</i>	exemple
<i>skramm</i>	écran
<i>skrivañ</i>	écrire
<i>skubañ</i>	balayer
<i>skuizh</i>	fatigué
<i>skuizh-marv</i>	complètement épuisé
<i>skuizhañ</i>	(se) fatiguer, (se) lasser
<i>ne skuizh ket o teskiñ</i>	il ne se lasse pas d'apprendre
<i>skuizh gant udb</i>	se lasser de qqch
<i>soñj</i>	souvenir
<i>soñjal</i>	penser, réfléchir
<i>sot</i>	sot, niais, fou, fada
<i>sot-nay</i>	complètement idiot
<i>soubenn</i>	soupe
<i>souezhet</i>	étonné
<i>spontet</i>	effrayé, épouvanté
<i>spontus</i>	terrible, épouvantable

<i>sport</i>	sport
<i>sportour</i>	sportif
<i>stag</i>	attaché, accroché, joint
<i>stagañ</i>	attacher, accrocher
<i>stal</i>	magasin, boutique
<i>stammen</i>	pièce de tricot, pull
<i>stanket</i>	bouché, barré
<i>start</i>	dur
<i>stêr</i>	rivière
<i>steredenn, stered</i>	étoile, étoiles (<i>coll.</i>)
<i>steredenn-dared</i>	étoile filante
<i>steredenn-mor</i>	étoile de mer
<i>straed</i>	rue
<i>strapal</i>	claquer
<i>studi</i>	étude
<i>studiañ</i>	étudier
<i>studier</i>	étudiant
<i>stumm</i>	forme, aspect, apparence, style
<i>sukr</i>	sucré

Live tregont	Niveau 30
<i>Sul</i>	dimanche
<i>sur</i>	sûrement, absolument
<i>'ta</i>	donc
<i>tachenn-gampiñ</i>	terrain de camping
<i>tad</i>	père
<i>tadig</i>	(<i>petit</i>) papa
<i>tad-kozh</i>	grand-père
<i>tal</i>	front
<i>talareg</i>	lançon
<i>talvezout</i>	valoir
<i>talvezout da</i>	servir à / de
<i>talvezout kement a</i>	vouloir dire, signifier
<i>talvoudus</i>	qui a de la valeur, utile
<i>tamm</i>	morceau, un peu
<i>tamm ebet</i>	pas du tout
<i>tan</i>	feu
<i>Tangi</i>	Tanguy (<i>prénom</i>)
<i>tañva</i>	goûter, dégustation
<i>taol, an daol</i>	table, la table
<i>taol, an taol</i>	coup, le coup
<i>taolenn</i>	tableau

<i>taol-vaen</i>	dolmen
<i>tapet</i>	atteint, blessé
<i>tapout</i>	attraper, emprunter
<i>tapout krog e</i>	saisir
<i>tartezenn</i>	tarte
<i>tarv, tirvi</i>	taureau, taureaux
<i>tarv-mor</i>	loup de mer (<i>marin expérimenté</i>)
<i>tas</i>	tasse
<i>tasad</i>	tasse pleine
<i>tavarn</i>	taverne, débit de boisson
<i>te</i>	thé, tu, toi
<i>teir</i>	trois (<i>fém.</i>)
<i>telenn</i>	harpe
<i>teltenn</i>	tente
<i>teñval</i>	sombre, foncé
<i>teñzor</i>	trésor
<i>teod</i>	langue (<i>organe</i>)
<i>teul</i>	document
<i>teuler (taol)</i>	jeter, lancer

Live unan ha tregont	Niveau 31
<i>tev</i>	gros
<i>ti, tiez</i>	maison, maisons
<i>e ti</i>	chez
<i>ti-bank</i>	banque
<i>ti-debriñ</i>	restaurant
<i>ti-feurm</i>	ferme
<i>ti-gar</i>	gare
<i>tiked</i>	ticket
<i>ti-kêr</i>	mairie, hôtel de ville
<i>ti-krampouezh</i>	crêperie
<i>timbr</i>	timbre
<i>tintin</i>	tante
<i>ti-post</i>	poste
<i>tōenn</i>	toit, toiture
<i>tog</i>	chapeau
<i>tomatez</i>	tomates (<i>coll.</i>)
<i>tomm</i>	chaud
<i>tonton</i>	tonton
<i>torr-penn</i>	casse-pieds
<i>tosenn</i>	colline
<i>tost da</i>	près de

<i>toull</i>	percé, troué, creux
<i>toullad</i>	plein un trou, trouée, brèche
<i>un toullad</i>	quelques, un certain nombre de
<i>tour</i>	tour (<i>édifice</i>)
<i>tour-avel</i>	éolienne
<i>tourell</i>	tourelle
<i>tout</i>	tout, complètement
<i>touzañ</i>	tondre
<i>tra</i>	chose
<i>traezh</i>	sable, grève, plage
<i>war an traezh</i>	sur la plage
<i>traoñ</i>	bas, fond, vallée
<i>traoù 'zo</i>	certaines choses
<i>traoù lipous</i>	gourmandises
<i>trawalc'h</i>	assez, suffisamment
<i>tre</i>	très, bien
<i>tredaner</i>	électricien
<i>trede</i>	troisième
<i>tregont</i>	trente (30)

Live daou ha tregont	Niveau 32
<i>treiñ (tro)</i>	(se) tourner, (se) changer, (se) transformer
<i>tremen</i>	plus de
<i>tremen daou vloaz 'zo</i>	cela fait plus de deux ans
<i>tremen</i>	passer, laisser passer
<i>tremen poent</i>	plus que temps
<i>tresadennoù-bev</i>	dessins animés
<i>treut</i>	maigre
<i>treutaat</i>	maigrir, rendre / devenir plus maigre
<i>tri</i>	trois (3)
<i>trist</i>	triste
<i>triwec'h</i>	dix-huit (18)
<i>tro</i>	tour, fois, occasion
<i>kenavo da gentañ tro</i>	au revoir et à la prochaine fois
<i>troad, treid</i>	ped, pieds
<i>war droad</i>	à pied
<i>tro-gamm</i>	vilain tour, mauvais tour
<i>trouz</i>	bruit
<i>truez</i>	pitié
<i>trugarekaat</i>	remercier
<i>trugarez</i>	merci
<i>tu</i>	côté

<i>tud, an dud</i>	gents, parents (<i>père et mère</i>)
<i>ugent</i>	vingt (20)
<i>uhel</i>	haut, élevé, noble
<i>ui</i>	œuf
<i>un dra bennak</i>	quelque chose (<i>udb</i>)
<i>un tu bennak</i>	quelque part
<i>unan</i>	un, une (1)
<i>unan bennak</i>	quelqu'un (<i>ub</i>)
<i>unnek</i>	onze (11)
<i>ur wech an amzer</i>	de temps en temps
<i>ur wech bennak</i>	une fois ou l'autre
<i>urzh</i>	ordre
<i>urzhiataer</i>	ordinateur
<i>vakansiñ</i>	passer des vacances
<i>vakansoù</i>	vacances
<i>virus</i>	virus
<i>war</i>	sur, selon, en train de
<i>war ar memes tro</i>	par la même occasion
<i>war-benn</i>	au-dessus de, dans le but de, au bout de

<i>Live tri ha tregont</i>	Niveau 33
<i>war ma leve on</i>	je suis en retraite
<i>war ma lerc'h</i>	après moi
<i>war vor</i>	en mer
<i>warc'hoazh</i>	demain
<i>war-c'horre</i>	par dessus
<i>war-dro</i>	aux environs (de)
<i>warlene</i>	l'an dernier, l'année dernière
<i>war-lerc'h</i>	à la suite de, derrière, en retard, à la traîne
<i>warni</i>	sur elle
<i>war-raok</i>	en avant, à l'avant
<i>mont war-raok</i>	avancer
<i>yac'h</i>	sain, en bonne santé, bien portant
<i>Yann</i>	Jean
<i>Yannig</i>	(<i>petit</i>) Jean
<i>Yaou</i>	jeudi
<i>yaouank</i>	jeune
<i>yaouankiz</i>	jeunesse
<i>yar, yer</i>	poule, poules
<i>kig-yar</i>	viande de poulet
<i>yec'hed</i>	santé
<i>yen</i>	froid

<i>yenez</i>	réfrigérateur
<i>yezh</i>	langue (<i>parlée</i>)
<i>youc'hou !</i>	youpi !
<i>youl</i>	volonté, envie, désir (<i>de faire qqch</i>)
<i>Yuna</i>	Yuna (<i>prénom</i>)
<i>zoken</i>	même, qui plus est
<i>Fin al levr</i>	Fin du livre

***Eñvor* – Mémoire**

Pour mémoriser tout ce vocabulaire, on constitue des blocs de 6 éléments consécutifs au maximum, c'est-à-dire 3 mots + 3 traductions, chaque bloc étant lu et vocalisé dans le sens direct puis dans le sens inverse (technique en double Z), au moins 12 fois de suite, par exemple:

<i>ti-gar</i>	gare
<i>tiked</i>	ticket
<i>ti-kêr</i>	mairie, hôtel de ville

En pliant une feuille de papier blanche A4 (210 x 297 mm) en deux (210 x 148,5 mm), on obtient un cache simple pour masquer soit la colonne en breton, soit la colonne en français. Ceci permet de vérifier que l'on a bien mémorisé les deux sens de traduction breton <-> français.

Ensuite, pour bien fixer les mots ainsi appris dans la Mémoire à Long Terme (MLT), on peut utiliser un logiciel de [répétition espacée](#) comme [Memrise](#), après inscription gratuite sur ce site. Par exemple, pour accéder à ce vocabulaire-ci, cliquez sur 'Courses', 'I speak: French', 'All Categories', 'Languages', 'European', 'Breton', 'Breton Assimil - Vocabulaire' by *glazik*.